



Tennet a GRIPI (niv.8), kelaouenn moliac'h-ha-faltazi

TAMM 4/10

Da vout selaouet
à www.tidouaralre.com

Ur sizhunvezh a oa edont o vale war-du an Norzh. Un noz e tegouezhas Bizibul, e vlev sonn warnañ, en ur viaoual tres an enkreiz gantañ. Rob a lammas en e sav en ur leuskel ar pesked da gouezhañ en tan, hag eñ ha devañ begoù e vizied outañ dre glask o adtapout, ha gant ur griadenn boan e c'halvas e geneiled.

“Petra ‘zo ?” a c’houlennjont, nec’het an tamm anezhe.

“Bizibul... Bizibul en deus un dra bennak da lâret dimp ha diougan keloù fall zo ‘m eus aon,” a zistagas en ur hejañ e zaouarn.

O troiata edo ar c’hazh divaskellek a-us d’o fennoù en ur viaoual eus e wellañ evit o lakaat da gompren. Goude ur pennad, pa welas o devoa an dud un empenn blotoc’h c’hoazh eget polotennoù gant chaous, e cheñchas penn d’ar vazh evit mont d’un doare kehentiñ komprenusoc’h dezhe. En em lakaat a reas da dresañ war an douar. Da gentañ e savas o c’hamp, da c’houde e tresas ur c’hamp all pelloc’hik er su. Evezh bras en devoa lakaet da stummañ se diouzh ar vent, douetañs gantañ avat ne vije ket gwelet gant ar boued-ar-burzhud a oa anezhe.

“Me ‘gred emañ da gazh o klask hol lakaat da gompren

un dra bennak a-bouez,” a laoskas Grival evel m'en devije lavaret e vez graet krampouezh Brezuel gant silzig (piv a yaje d'e zislavaret ?).

“Miaaaaou !” eme Bizibul ton an dibasianted gantañ.

“Biz-troad kement dall !” a estlammas Rob.

“Biz-troad kement dall ?” a c'houlennas Grival.

“Me 'gred ez eo 'biskoazh kement-all !' a fell dezhañ lâret.”

“Ya da, se eo 'biz-troad kement dall', pff ! N'eus forzh, me 'm eus komprenet bepred ! Lâret 'ra ez eus tud war hol lerc'h hag emañ an dud-se pelloc'hik er su, ha diouzh e zresadenn ne zleomp ket bezañ en tu all d'ur c'hard lev.”

Dour a zeuas e daoulagad Bizibul, a-viskoazh e ouie e oa ar paotrig brizhellet divalav-se an hini finañ anezhe o-zri.

Ar roue eta en devije lakaet chaseourien da zispenn o roudoù ? Poellek ne oa ket. Perak n'en devoa ket roet dezhe gwarded ambroug kentoc'h.

Piaouiañ a rejont o fesked suilh gant orbidoù a-leizh a dalvezas a-walc'h da ziskouez o anaoudegezh vat d'ar mestr-keginer, hag e vanjont kousket trouzus o stomogoù gante.

Devezhioù war-lerc'h – sizhunvezhioù a vije bet lavaret gant o c'higennoù – e tizhjont, skuizh ha divi an tamm anezhe, gwrimenn ur c'hoad brumennek. Grival a zisplegas d'e gompagnuned e veze graet Koad an Noz anezhañ gant a zon a oa. Lonket e veze ar gouloù hag al latar eno gant an deil stank.

Pa zifoujont a-dre ar rouestlad skourroù e weljont ar menezier en em astenne heñvel ouzh karvanoù bras-bras ur bleiz a'r skornennoù.

Hep ur grik e tiskouezas Grival ur pikern a oa uheloc'h eget ar re all hag a veske ar beg anezhañ gant an

oabl en ur sklêrijenn melen ha mouk. Ar menez C'hom an hini 'oa.

Buan a-walc'h e rankjont leuskel o javed da vont abalamour d'an hentoù troidellek ha strizh-spontus.

Erc'h a reas e kreiz an deiz, ha gantañ e savas un avel put ha skañv hag en em sile dre an disterañ toull eus o dilhad. Krog e oant da vallozhiñ Grival hag e avanturioù. Ali e oa Rob ha Bleuñvenn an eil gant eben : sichant e oa an hudour, ha donezonet moarvat, met ken skorn e oa e empenn gantañ hag ar menezier. Ne oa roud ebet evit prouiñ e veze darempredet ar vro gant nep tra vev. Nag an disterañ kagal, nag an disterañ evnig kouezhet diwar e neiz. Mann ebet estreget kailhennoù a gouezhe a-dro-jouiz hag o zenne eus o rambreadennoù ; bewech avat e vorze o spered en-dro abalamour da vavidigezh ar vro.

Pa zeuas an noz da serriñ war ar strollad e tegouezhjont en ur bladenn vaen vihan toullet er roc'h, bras a-walc'h koulskoude evit bezañ en diavel ha gwarezet diouzh an erc'h. En em damolodiñ a rejont en o golc'hedoù ha disac'hañ o boued. Er pelloù ez ae an heol diwar-wel a-drek ar pikernioù, en ur flourañ gant e vannoù ar c'holoenn erc'h, ha da grediñ e oa e oa lennoù gwad.